

Une université ouverte à toutes et tous

- ✓ Suppression de la CVEC, gratuité des frais d'inscription sur l'ensemble de la Bretagne.
- ✓ Meilleure accessibilité aux personnes en situation de handicap.
- ✓ Pas de mention du sexe ou du genre sur les papiers étudiants.
- ✓ Solidarité avec les personnes sans papiers, droit de chaque étudiant quelles que soient ses origines et sa nationalité à étudier en Bretagne dans de bonne condition (logements, aides sociales).
- ✓ Pour un service public d'éducation breton post-bac accessible à toutes et tous sur l'ensemble du territoire breton (44 inclus).

Un CROUS de Bretagne aux compétences élargie financé par la région

- ✓ Moins de délai d'attente.
- ✓ Bourse à jour fixe.
- ✓ Revenu de base étudiant de 800 euros.
- ✓ Construction de Cité universitaire et rénovation des anciennes.
- ✓ Suppression de la règle selon laquelle les parents doivent subvenir aux besoins de leurs enfants.
- ✓ Referendum lors des prochaines élections du CROUS en 2020 sur le Rattachement du CLOUS 44 au CROUS Bretagne et la dévolution des compétences du CNOUS au CROUS Bretagne.

Resto U

- ✓ Baisse du prix des tickets de RU.
- ✓ Favoriser des produits bio et bretons.
- ✓ Amélioration des conditions de travail des salariés et revalorisation des salaires.
- ✓ Plus de choix et plus de respect pour les régimes alimentaires de chacun.e.

Langues de Bretagne

- ✓ Signature des chartes :
 - > « du Galo, d'am Yan, d'am vèr »
 - > « Ya d'ar Brezhoneg ».
- ✓ Formation rémunérée en breton au personnel du CROUS.
- ✓ Généralisation du bilinguisme sur l'ensemble des structures du CROUS (Resto U, Résidence universitaire ...) et des documents produits par le CROUS.
- ✓ Droit à faire ses études en langue bretonne de la maternelle à l'université et de passer ses examens en breton.

Informatique

- ✓ Noms de domaine du CROUS Bretagne en « .bzh ».
- ✓ Favoriser logiciels libres, à l'échelle des universités.

Ur skol-veur digor d'an holl

- ✓ Goulennomp ma vo dilamet ar CVEC, ha ma vo digoust ar fredoù enskrivadur war Breizh a-bezh.
- ✓ Ober a raimp e-seurt ma vo aesoc'h ar vuhez war ar skol-veur evit an dud nammet.
- ✓ Graet e vo e-seurt ma vo tennet meneg jener an dud diwar ar c'hartennoù studier.
- ✓ Fellout a ra deomp e vefe kreñvaet ar c'henskoazell gant an dud dibaper, met ivez ma c'hallfe kement studier studial e Bro-Vreizh ne vern a-belec'h e vefent en un doare dereat (lojeiz, sikourioù).
- ✓ Goulenn a reomp ma vo ur Servij Publik Post-Bak war ar Skoliata e Breizh hag a zegemerfe an holl war Breizh a-bezh (44 hag all).

Ur C'HROUS evit Breizh ledanaet e zomani labour arc'hantaouet gant ar rannvro

- ✓ Nebeutoc'h a amzer c'hortoz.
- ✓ Yalc'hadoù roet d'un devezh rik.
- ✓ 800 euro a c'hopr diazez evit ar studierien.
- ✓ Lakaat sevel ur Site Skol-Veur ouzhpenn ha lakaat nevesaat ar re gozh.
- ✓ Ober e seurt ma vo tennet ar reolenn a lavar e vez ret d'an dud pourveziñ ezhommoù o bugale.
- ✓ Aozomp ur referendom da vare dilennadegoù ar C'HROUS a zeu e 2020 evit ma vefe kenstaget ar CLOUS 44 ouzh CROUS Breizh ha devolusion labour ar C'HNOUS betek CROUS Breizh.



Restoioù U

- ✓ Marc'hamatoc'h priz tikidi ar RU-ioù.
- ✓ Ober e seurt ma vo produioù BIO ha gounezet er vro.
- ✓ Goulennomp groñs ma vo gwellaet koñditionoù labour an implijidi ha lakaat kreskiñ o gopr.
- ✓ Muioc'h a choaz hag a zoujañs evit doareoù debriñ disheñvel.

Yezhoù Breizh

- ✓ Sinadur ar c'hartaoù :
 - > « du Galo, d'am Yan, d'am vèr »
 - > « Ya d'ar Brezhoneg ».
- ✓ Stummadurioù gopret war ar brezhoneg kinniget da implijidi ar C'HROUS.
- ✓ Panellerezh Divyezhek war hollad strukturioù KROUS Breizh (RU-ioù, Siteoù-U ...) hag an dielloù embannet gant ar C'HROUS.
- ✓ Kaout ar gwir d'ober e studioù eus ar skol-vamm d'ar skol-veur e brezhoneg penn-kil ha troad ha tremen hollad an arnodennoù e

Urzhiaataerezh

- ✓ Anv domani KROUS Breizh en « .bzh ».
- ✓ Lakaat muioc'h a-bouez war al lojisielloù frank, war an holl skolioù-meur.